WIKIPEDIA

Haisleg

Ur yezh wakachek eo an **haisleg** (*haisla* pe *xaʔislak’ala*) komzet well-wazh gant tro-dro da 25 den (diwar 1 000 den en holl) e Kolombia Breizh-Veur e Kanada (1991).

Ur rannyezh ez eus:

- ar **c'hitimateg** (*kitimat*)

Tost eo d'an heiltsoukeg ha d'ar c'hwakwaleg.

Haisleg
('xaʔislak’ala')

Hogozik marv

Perzhioù

Komzet e :	Kanada
Rannved :	Amerika
Komzet gant :	25
Renkadur :	Goude 100
Familh-yezh :	Yezhoù wakachek ▪ Yezhoù Wakachek an Norzh

Statud ofisiel

Yezh ofisiel e :	-
Akademiezh :	-

Kodoù ar yezh

ISO 639-1	-
ISO 639-2	
ISO 639-3	
Kod SIL	HAS (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=has)

Sellit ivez ouzh ar pennad Yezh.

Porched ar yezhoù hag ar skriturioù – Adkavit pennadoù Wikipedia a denn d'ar yezhoù.

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Haisleg&oldid=1827579 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 C'hwe 2019, da 20:56.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.